



MAMM HAG HE BUGALE
Maman et ses petits – Éditions Ravensburger

Le chien – *ar c'hi*

La chienne – *ar giez*

Les chiots – *ar chas bihan*

Le chat – *ar c'hazh*

La chatte – *ar gazezh*

Les châtons – *ar c'hizhier bihan* [ar c'hichièr bihân]

Le canard – *an hoad*

La cane – *an houadez*

Les canetons – *an houidi bihan*

Le lapin – *al lapin*

La lapine – *al lapinez*

Les lapereaux – *al lapined bihan*

Le cheval – *ar marc'h*

La jument – *ar gazez*

Les poulains – *an ebeuled*

Le bouc – *ar bouc'h*

La chèvre – *ar c'havr* [ar c'haor]

Les chevreaux – *ar gevraged*

Le lion – *al leon*

La lionne – *al leonez*

Les lionceaux – *al leoned bihan*

Le singe – *ar marmouz*

La guenon – *ar varmouzez*

Les bébés singes – *ar marmouzed bihan*

Le taureau – *an tarv* [ân taro]

La vache – *ar vuoc'h*

Les veaux – *al leueoù*

L'ours – *an arzh*

L'ourse – *an arzhez*

Les oursons – *an arzhed bihan*

L'éléphant – *an olifant*

L'éléphante – *an olifantez*

Les éléphants – *an olifanted bihan*

Le coq – *ar c'hilhog*

La poule – *ar yar*

Les poussins – *ar poñsined*